

Diplôme de Compétence en Langue Breton

Session du samedi 25 juin 2011



Dossier documentaire

Phase 1:

 Document 1	Fichenn an tiez savet gant Immo-Pondi. Fiche de l'agence Immo-Pondi présentant les maisons.	Page 2
 Document 2	Kartenn Bro-Bondi. / Carte du pays de Pontivy.	Page 3
 Document 3	Silieg : ur Freiburg bihan e kreiz Breizh.	Page 4
 Document 4	Fichenn douristikel Pondi. / Fiche touristique de Pontivy.	Pages 5-6

 Document 1 :


Teuliad : Brieg Ar FLOC'H

SARL IMMO-PONDI,

7, hent Roazhon

56300 Pondivi

ivonigskouarneg@immopondi.fr

Niverenn Siret : 523 534 654 000 13

N.A.F : 5643

Ti e kreiz-kêr Pondivi



Immo-Pondi



- Ti bras 120 m², nevez izolet, 1 estaj dezhañ, savet e 1980 war un dachenn gloz.
- 3 mn war-droad diouzh kreiz-kêr Pondivi. Harz bus e-kichen.
- Kegin gant an holl aezamantoù.
- Sal vras ha saloñs gant un oaled serr. Tommerez kreiz dre fioul.
- Peder c'hambr, teir anezho gant armelioù-moger.
- Sal-dour ha privezioù en traoñ hag en nec'h (kibell vras + strinkerez + dar doubl).
- Kav + karrdi : 90 m².
- Liorzh 500 m² gant gwez a bep seurt.
- Bilañs energiezh : D

Priz : 180 000 €

Ti ekologel e Silieg (Iotisant Oglenn ar Vourc'h)



Immo-Pondi



- Ti bras 140 m², gant un estaj, savet e 2009.
- Kegin digor war ur sal vras.
- Pemp kambr.
- Privezioù ha privezioù sec'h. Sal-dour gant strinkerez.
- Tommerez kreiz diwar greun koad. Beol da zastum an dour-glav (evit ar privezioù, evit gwalc'hiñ an dilhad hag evit al liorzh). Mogerioù ha speurennoù savet gant biobrik. Izolet gant paper drailhet. Prenestrer troet war ar Su. Tommerezioù tredan e div gambr. Panell-heol.
- Apoteiz gant un derasenn warni.
- Karrdi bras. Loch-koad evit an ostilhoù.
- Liorzh 1000 m².
- Bilañs energiezh : B


Priz : 210 000 €

 Document 2 :



Bro Bondi

82 000 a dud (59 den/km²)
45 kumun



 Document 3 :

Endro

Ur gêriadenn ekolo

Silieg : ur Freiburg bihan e kreiz Breizh



E Silieg, ur gumunig vihan a 450 den e-kreiz Breizh, en deus divizet ar maer, Serj Moelo, ober e seizh gwellañ evit doujañ ouzh an endro dre e bolitikerezh pemdeziek. Hiziv-an-deiz, pa rank an holl soursial buan eus an afer mallus-se, e teu ur bern tud eus Bro-C'hall a-bezh da Silieg evit gweladenniñ ar gumun ha klask kompren penaos e c'heller mont war an hent-se.

Niverus eo an dud a zeu da welet Silieg neuze. Met lod a blij kement ar gumun dezho ma teuont... da chom enni. Ul lotisamant ekologel, "kêriadenn eko-sitoian Oglenn ar Vourc'h", a zo war sevel ha gwerzhet pe dalc'het eo an holl dachennoù dija. Beolennoù da zastum an dour glav a zo bet lakaet war bep tachenn ha reolennoù a zo bet savet gant ar c'huzul-kêr evit lakaat sevel tiez diouzh doareoù ekologel (tiez plouz, koad, biobrik, energiezhioù padus, ha kement 'zo). Kuzuliet e vez ar berc'henned gant ar gevredigezh "Skol tiez Silieg" a zo he fal ivez aozañ stajoù evit stummañ ar muiañ a dud war an teknikoù ekologel.


Ma 'z eo bet ijinet ha boulc'het an traoù gant ar maer, en deus gouiet hemañ lakaat tud ar vro da gemer perzh er politikerezh-se. Hag evit pep raktres 'z eus bet aozet degadoù a emvodoù. A-drugarez da se n'eus savet den a-enep pa 'z eus bet savet tourioù-avel da skouer. Gwelloc'h c'hoazh, ar gevredigezh "Avel Silieg" he deus kinniget da dud ar vro prenañ lodennoù digant perc'henn an tourioù-avel : an hanter eus an arc'hant gounezet diwar ar produiñ tredan a vo implijet evit raktresoù all e Silieg. Ur gevredigezh all, "Nerzh Silieg" hec'h anv, a labour evit nevesaat un ti-feurm kozh, e-kichen an tourioù-avel, evit digeriñ ur mirdi diwar-benn an energiezhioù padus dec'h, hiziv ha warc'hoazh.

Evit gweladenniñ Silieg (etre Gwareg ha Pondi) ti-kêr : 02 97 27 60 13. Milin Pont Samouel 02 97 27 62 66 / www.pont-samouel.net.

Kreizenn Vakañsoù Krenihuel : 02 97 27 64 22 / www.lvt-crenihuel.com.

Diwar Muriel ar Morvan, "Ya !" n° 128 miz Du 2007

Document 4 :



TI AN DOURISTED

www.tiandouristed.bro-bondi.com
tiandouristed.bro-bondi@orange.fr

Pelec'h emañ Pondi ha penaos mont di ?

Pariz 547 km

Aerborzhioù : An Oriant (64 km) / Roazhon (110 km)

Tiez-gar : An Oriant (56 km) / Gwened (52 km)

TGV : Pariz / An Oriant (4e) – Pariz / Gwened (3e30)

Pariz / Sant-Brieg (3e)

Kirri-boutin war-zu : Gwened, an Oriant, Sant-Brieg
 dre Loudieg ha Roazhon dre Bloermael ha Josilin.

15 044 a dud.



Plasenn ar Martred



Ti an tri filer



Straed an Neud

En ur vale e c'heller dizoleiñ ar gêr gozh, hec'h istor, he zi-savouriezh hag hec'h armerzh.

En em astenn a ra ar gêr war an daou ribl eus ar Blavezh e-mesk an natur. War ar ribl dehou e oa bodet an artizaned hag ar vicherourien gwechall, ha war ar ribl kleiz, kreizenn ar c'henwerzh.

E straedoù zo e kaver tiez brav, un niver bras anezho savet gant mein en traoñ, ha bannoù-koad en estaj kentañ, e stumm kroazioù Sant Andrev.

[Klikit amañ da vont d'ar bajenn da heul](#)

Document 4 (fin) :


Pondi

Troiad dizoloñ glad ar « gér gozh »



Maen kentañ kouent ar Rekolized

En em staliañ a reas ar Rekolized e Pondi e 1632.
Miret eo bet ar maen kentañ daoust ma oa bet distrujet
krenn ar manati e 1806.



Ar gwazhiou-dour e Pondi

Ar Blawezh a oa un aheñ a-bouez evit an amreizh e Pondi gwechall.



Fabourzh Trandour

Eno e oa deuet millinerien ha kiviñerien
d'en em staliañ da vare ar Renad kozh.

Porzh Karaez

Pondi a oa kelchiet gant mogerioù
abaoe an ^{XI}^{ed} kantved.
Porzh Karaez eo an nor nemeti a chom.



An Ospital

Evel kement ospital a oa e amzer
ar Renad kozh, e ranke ospital Pondi
degemer tud kozh, tud paour, re glañv
kerkoulz ha beajouñien, merc'hed brazez
pe bugale dilezet.



Klikit amañ da vont d'ar baienn da heul